

# O Sakramant burzudus.

GRIGNON DE MONTFORT.

1. O Sa - kra - mant bur - zu - dus, 'Lec'h omp  
 ma - get gant Je - zuz: En - nan e - man  
 hor Zal - ver, Kre - di a ran war e c'her.  
 A - do - romp Dou - e E sa - kra - mant e  
 ga - ran - te A - - do - romp Dou - e  
 E sa - kra - mant e ga - - ran - te.

## O SAKRAMANT BURZUDUZ

1. O sakramant burzuduz,  
 Leh om maget gand Jezuz.  
 Ennañ emañ Or Zalver Adorom Doue,  
 Kredi a ran war e her. E sakramant e garante. (bis)
2. Jezuz, d'an noz 'raog mervel,  
 'Ro galloud d'an ebstel  
 Da jench ar bara, ar gwinn,  
 'N gorf hag e wad divin.
3. Ar beleg d'ar gorreou,  
 A lavar e wir gomzou,  
 Ha raktal Jezuz-Salver  
 A ziskenn war an aoter.
4. Heb tehed diouz an nenvou,  
 E teu war on aoteriou;  
 Hag e chom ganeom noz-de,  
 Dalhet gand e garante.
5. Adorom or Roue bras,  
 En nenvou ha war ar groaz;  
 Adorom or gwir Zalver  
 E sakramant an aoter.

## O SACREMENT MERVEILLEUX

1. O sacrement merveilleux où Jésus se fait notre nourriture,  
Là est Notre Sauveur, je le crois sur sa Parole.

Adorons Dieu dans le sacrement de son amour

2. Jésus, la nuit avant de mourir, donne pouvoir aux apôtres  
Pour changer le pain, le vin, en son corps et en son sang divin.
3. Le prêtre, à la consécration prononce ses vraies paroles,  
Et sitôt, Jésus-Sauveur descend sur l'autel.
4. Sans quitter les cieux, il vient sur nos autels;  
Et il reste avec nous jour et nuit, prisonnier de son amour.
5. Adorons notre grand Roi, aux cieux et sur la croix;  
Adorons notre vrai Sauveur dans le sacrement de l'autel.